



# CANTIQ

## ITRON VARIA AR FOLGOAT,

Var ar malheur eruet er bevare sul a vis Meurs 1708.

Var ton Santez Anna ar Palud.

*Vieum*  
**A**SISTANTET henorabl, a bep seurt qalite,  
Imploromp a vir galon ar c'hraç digant Doue  
D'ober eur recit fidel eus eur malheur c'hoarvezet  
Ebars Ilis ar Folgoat er c'hanvet tremenet.

Petra a droubl va repos? pe seurt squeut a velan?  
Deut ê creis an anter-nos..., pe seurt cri a glêvan?  
Jesus, en tan estlamus, a velan anflamet:  
Me ya en hano Doue feteis sur da velet.

Aotrou Doue, va C'hrouer, trist ê an accidant;  
Itron Vari ar Folgoat, prest e teu chenchamant:  
Brema eus c'hoec'h mis e voemp joaüs bras er pardon,  
Hag a ben ar c'hoec'h mis crenn e glac'har hor c'halon

Fonta ra va daoulagad, ho muriou benignet,  
Eus o guelet dizolo gant an tan ruinet,  
Dêvet oc'h oll dorjou, ho quer a zo strinqet,  
Ar plom, ar vein, an ernach var ho tro zo poazet.

Penos, e pad va c'halon da antren en ho ti,  
Pa ne velan oc'h imach, allas! Guerc'hez Vari,  
Nag hini ho mab Jesus, nag ho mam benignet,  
Na figur, na tabernacl, na taolen all ebet.

O eston! ô tra estranch! ô cas epouyantabl!



A rent ennan ha var e dro ha partout dre ar bed.

Un den a zo badezet a zo preciusoc'h,  
Ornet a bep seurt graçou hag eur pris huelloc'h;  
Coustet qeroc'h da Zoue, ha m'ar den da bec'hi,  
Diessa tra zo er bed é dont d'e repara.

Mes c'hoas Guerc'hez ar Folgoat, penos eo e qefet  
Ho cloar hag ho plijadur en ho ti ruinet;  
Aon ameus, ô va Itron! va Mestrez adorabl,  
Na dilêzac'h ar Folgoat en ur stad pitoyabl.

Esper, va zervicher paour, ha consol da speret,  
Me vel mil ene devot o tonet d'e guelet.  
Leun oll a volonte vad, carg'et a ofrançou,  
Ember e gueli adare goloet he muriou.

Me ameus bars er bares demeus a Vicelle,  
Bars en escopti Leon ebars en eur c'hontre,  
Nombr eus a favoriset hag a zo puissant  
E qement seurt materiou, en aour hag en arc'hant.

Me ameus bet consolet en o affliction,  
Da gals emeus exocet dezirou o c'halon,  
N'o deus qet ancounac'het va graçou tremenet,  
Hag o deus c'hoas esperanç en amzer zonet.

Ar fenix a yaouanqa pa ve scuis gant cosni,  
En em expos da vervel evit enem dêvi;  
Neuze demeus e ludu enem form a neve,  
Hag en Iliz ar Folgoat é bet c'hoarvezet se.

Itron Vari ar Folgoat, troit ho taoulagad  
Ouz ar pelerinet paour a zeui a galon vad  
D'oc'h Iliz eus ar Folgoat gant guir devotion,  
Roit dê, Guerc'hez glorius, ho penediction,

Oll draou sacr Mab qer Doue, hor Zalver adorabl,  
 Me lavar an oteriou, a velan tout fraillet;  
 Aman e souffr va ene hag e troubl va speret.

O estlamou furius ! ô flamou didruez !  
 C'houi poa guechal respetet, balamour da Zoue,  
 Tri grouaduric santel e fournes Babilon ;  
 Pelêc'h emma ar respet a dlefac'h d'hon Itron ?

Mar plij ganêc'h acordi, Rouanez an ênvou,  
 Eur c'hraç c'hoas d'o servicher, m'er goulen gant daelou,  
 Perac en deus permetet Doue oll buissant,  
 Na c'houi, Guerc'nez ar Folgoat eur bers qen deholant.

Va mab ha va servicher, va c'hliant, va c'hredet,  
 D'an oll e ve inutil e ouffe den ebet  
 Petra en deus alumet an tan goal em Ilis,  
 Mês brema me laro dêc'h perac er permetis.

Me vele eus an ênvou assambles gant Doue,  
 Dre zicour ar sclærijen eus an Eternite,  
 Va Iliz paour o têvi dre valiç Satanas,  
 Ha qerqent en he guelis savet gant eur gloar vras.

Ar bêvare zul a vis meurs pehini zo prezant,  
 Eus a vlavez ar biseost mil eis blas ha seis cant,  
 E c'hoarvezet ar malheur en Ilis ar Folgoat,  
 Assur cris vez ar galon na deufe da dristat.

Doue a lêzas guechal ar prinç Nabusardan  
 Da billa ha da laqat e ludu hag e tan  
 Ar gær a Jerusalem ha Templ sacr Salomon ;  
 Ha Nabucodnosor da zistruch ar gær a Vabilon.

Eur vechall e permetas d'ar prinç Anthiocus,  
 Eun al da Vespasien dre zorn e vap Titus,  
 Dezoli an Templ sacr-se balamour d'ar pec'het

clérijen d'am speret da gomz en ho prezanç.

Va bolonte ha va dessign eo hirie an de  
 da anonç dêc'h..... evit ar guir roue,  
 s c'hoas e c'houlennàn da rouanez gantàn  
 ..... ar verc'h..... deus an ti-màn.

Eh bien, plac'h yaouaneq, enem stringit d'an daoulin.  
 Ha c'houl benos ho tad qent mont da eureuji ;  
 beurs Doue an Tad ezeo demp ordrenet  
 ancouefomp qet nep en deus or mag'et.

Benos Doue an Tad a c'houlan da g'enta,  
 Guir Grouer eus an ên, Gouarner ar bed-ma ;  
 Mes guelet a ràn c'hoas, pa remerqan erfat,  
 penos e que daerou demeus ho taoulagat.

Neqet ar pezh oc'h eus grêt eo o gra contristet  
 Mes guelet ho tad, ho mam penos int dezolet.  
 Allas ! rêzon o deus, ne de qet hep sujet,  
 Guelet e teut da guitat nep ne deus o mag'et.

Gant qement eus a soign savet bete vremen,  
 Qemense a laqa ho calon d'e ouelàn.  
 Arsa, tad truezus, distroit ho taoulagad  
 Var ho merc'h..... a c'houlen he menqat.

Emedi d'an daoulin dirazoc'h prosternet,  
 Deus a greis he c'halon o c'houlen he souet.  
 Ha c'houi, mam dezolet, roit ho penos ganti,  
 Gant ho merc'h..... da eureuji. *Ia, ia, ia.*

Hola ta..... aoualc'h ê qemense,  
 Oboisset oc'h eus da c'hourc'hemen Doue ;

## DISCOURS

EVIT GOULEN EUR PLAC'H DA EUREUJI.

*Var un ton Comedi.*

*Vient*  
**S**ALUT, compagnunez, gant ur galon ardant,  
 Deus a greis va c'halon e ràn va c'homplimant.  
 Ma c'houvejen an tu, ar fêçon d'e ober,  
 E voa va brassa joa plijout d'oc'h ell douster.

Peb action gaer d'e ober pa zeomp,  
 Dre ar Sin eus ar Groas ato e commançomp :  
 En hano an Tad, ar Mab hag ar Speret-Glan,  
 Zo tri ferson distinct en eur memes unan.

Abaoue ma voan bian var brec'h va mag'ercz  
 Me am boa an desseign da antren er pales ;  
 Mes aru ê an deiz, an amzer er vech-màn,  
 Ma meus bet an henor da zont bete ennàn.  
 Evit beza hirie antreet en ho ti,

N'ouzoc'h qet, marteze, tenor va c'hevredi :  
 Me zo ur messajer zo amàn digasset,  
 Qazi hep gout an hent gant an den a euret.

Mes pa zon digasset deus e beurs o pete,  
 Me a rai e excus ha va ini ive.

Qent avanç davantach, ec'han d'en em adressi  
 Dêc'hu, ô va Jesus, hor C'hrouer, hor Messi.

C'houi eta, va Jesus, a rei din ar speret  
 Da expliqa pep tra evel ma zeo dleet ;  
 C'houi a rei din ar c'hraç, pouvoar hag eloqanç,

ezir ar bonheur d'o renta oll contant ;  
 es nemeus qet , sioas , speret an oll æle ,  
 gontanti peb-unan herve e volonte.

Ma'm bije ar pouvoar en devoa Alexandri ,  
 voa bet prizonier er g'ær eus a Vitri :  
 es a zisqare , gant moes e drompillou ,  
 is murail simantet en dro da Jerico.

P'otramant ar studi en devoa Josue ,  
 laze en combat seis ha trêgont roue ,  
 arrête an eol un heur anter en ær ,  
 voa o combati vit rei dezàn sclerder.

P'otramant ar furnes en devoa Salomon ,  
 an talanchou caer deus an doctor Ciceron ,  
 e forje un discours a vije d'ho souhet ,  
 mpas deus an anter ar pes a veritet.

En bien , compagnunes , enem rejouisset ,  
 tu bet deomp an hini pini'r boamp deziret ,  
 g hi qer caer hag an de pe an eol ardant ,  
 nemeus hor c'halonou a rento oll contant.

Car e hini e unan zo pareillamant zo g'iê  
 el ma ve an deillou er gue e fin mis mae ,  
 nemeus qen a zonzj din an devez a hirie ,  
 deveus astennet deg blaves va bue.

Graç d'ennem velet er pales celestiel ,  
 o hano an Tad , ar Mab hag ar Speret-Santel.  
 no gant hon æl-mat ni vo reprezantet ,  
 vo ret renta cont dirac Salver ar ar bed.

E vo lennet an decret hep on favoriza ,

Grêt oc'h eus ho tever gant guir humilite,  
Ha Doue ne c'houlén nemet guir volonte.

Eh bien. . . . . plac'h fur ha disqet mat,  
Avancit ho pasiou evit mont bete ho tad,  
Ha roit dezà daou boq eus a greis ho calon,  
Pa oc'h eus obtenet e venediction.

Distroit c'hoas eus ar vam pini neus o canet,  
O livret da zemezi pa oc'h eus souhetet;  
Mes c'houi ta, tad ha mam meurbet oc'h contrist  
Ocazion oc'h eus, n'en deo qet hep sujet.

Mes ho merc'h a zo fur, instruet mat e ze,  
Ha ne deus grêt netra enep ho polonte.  
Qent avanç davantach, me c'houlén eviti  
Conje he breur, he c'hoar, qent mont da eureuji.

Paeron ha maeronez, mar emaint var ar plaç,  
Me c'houlén eviti o penos dig'enac'h.

C'houi o poa contractet en iliz eviti.  
Hag hi c'houl ho penos qent mont da eureuji.

Benos he oll ligne, conje he oll g'erent,  
Setu ar seul sujet ma omp-ni deut en hent.  
Benos ar re zo maro n'allàn qet da c'houlén,  
Rac cals a galonou contrist a laqafen.

Guell ezeo eur beden d'ar re zo decedet,  
Evit goul o c'honje pa na maint var ar bed;  
Dre ze en ho pedan da lavaret g'enen  
Ar salm eus an Iliz e repoz d'o ine. *De profundis*

Arsa, compagnunez a zo amàn prezant,

Demeus o meritou vo barnet peb unan ;  
 Eno na gaqeto nag honont nag homàn :  
 Aoalc'h or bezo tout d'enem justifa.

Mar emeus choqet den dre re a liberte ,  
 E c'houlàn mil excus digant ho majeste ;  
 Mar emeus choqet den na drouc laret netra ,  
 Deus a greis va c'halon excus a c'houlennàn.

Arsa, Compagnunez, ha na drouc sonjet qet,  
 Na laret goude se e meus me e laeret ;  
 Bet emeus ho conje, gant ho permission,  
 Me o trugareca eus a greis va c'halon,  
 M'o ped d'am asista evit e c'hundui,  
 Ma befomp gant henor de c'has da eureuji.

FIN.

---

E Montroulez, e ti LÉDAN, e ru ar Vur.